

Ar Meliner.


C'hoarsin reffer kreïs ho kalon
 ma kleffer Jakes ar Breton
 e discours gant he Louisa
 Pa voa er velin o vala.

Pa za Louisa dar velin
 e ia atao deus ar mintin
 evid kaout an dour kenta
 ma vije malet dei ar goela.

Pa za Loïza d'ar velin
 e ia atao deus ar vintin
 Da lakat mala he sac'hat
 Da kas d'ar Breton kellou mad.

Pa za Louiza d'ar velin
 vez roed dei'bara a gwin
 e vez gred a nezi kals a stad
 A balamour d'he ribotad.

— Me meus eur ribotad arc'hant gwen
 a kement all en aour melen
 Kement all a chatal saout
 eürus ar meliner allo va c'haout.



Louisa Vohik a lavare
 Da Jakes ar Breton eun deïs a voe :
 Ag astit buhen depecha
 Me meus ket amzer da zalle
 Rag ar mor a deu er valle.
(bouchant-la vallée)

Jakes ar Breton a lavare
 Da Louisa Vohik pa e c'hleve :
 — Na mar deu ar mor er valle
 Treï a reïo a dare.

Louisa Vohik a wele
 Pa voa e vond dreist ar valle.
 Gant ar c'heus en devoa d'ar ger
 A da poaniou ar miliner.

Nag ar Sakrist a lavare
 D'an otrou Kure eun deïs a voe
 Otrou Kure depechet
 Rag klan eo ar plac'h a euret.

— Gra gwela ag(1) elli dizi
 me zo e vond d'o eureuji.
 A pa ve e vond da verval
 Me ne don evid ober vel.

Louisa Vohik deud en ti
 Deud da zebri o tijuni
 hag assezt var an treujou
 ma vo lennet deoc'h o paperiou.

— Ar reze zo koz a mogedet
 a po goelfot no lennot ket
 — a pa ranket kad ar goulou
 Pe vond e dalc'h an eol gato
 ho paperiou a vezoz lennet
 Louiza pa vezint dispaket.

Kerse e vezoz ganoc'h Louisa
 Pa renkot sevel da vala
 Pa renkot mond da portezat
 a sama mer a wal sac'hat.

An draze eo micher ar miliner
 Beza kivioul deus ar merc'het
 Pa vezont sur deus ho drafik
 Darn a ne a ve kizilik..

— me o suppli merc'het
 na fichot ked re er wazet.
 Rag me a meus keuñ em c'halon
 e veza fichef er Breton.

Ar chanson man a zo komposet
Gant an eb ne chonch droug e bed
Dei's molarje deus ar mintin
e neur volzena he vizin.

Jannton Puil, 9 juin 1851.

(1) *Le ms porte : ga (= ag = hag a).*